

Kevredigezh talvoudus d'an holl

Stumdi

aozadur-stummañ war ar brezhoneg
organisme de formation au breton

**SIKOURIT KREIZENN
STUMMAÑ STUMDI**
Un dreuzell etre ar
brezhoneg ha bed al labour !



STUMDI - Maner Keranden BP 311 - 29413 LANDERNE Cedex

☎ 02 98 21 39 94 - @ contact@stumdi.bzh - www.stumdi.bzh

Stumdi berr ha berr

...

Bez emañ ar greizenn stummañ Stumdi o paouez bezañ anavezet evel ur gevredigezh talvoudus d'an holl e miz Gwengolo 2012. Kinniget e vez stummadurioù diouzh ezhommoù ur publik liesseurt a fell dezhañ deskiñ pe mont pelloc'h gant ar brezhoneg.

Degemeret e vez bep bloaz gant skipailh Stumdi (war-dro 15 implijad) **ouzhpenn 300 stajiad (war-dro 80 implijad en o zouez)** eus penn-kentañ miz Gwengolo da fin miz Gouere ha war **6 lec'h** : Aradon (56) – Brest (29) – Gwengamp (22) – Landerne (29) - Plañvour (56), ha St-Brieg (22) pe en embregerezh.

Div gefridi Pennañ

- **Stummadurioù d'an daoulamm eus 6 da 9 miz**
- **Servij diabarzh evit heñchañ an dud dilabour**

Abae meur a vloaz e vez klasket gant an aozadur krouiñ **un dreuzell etre ar stummadur brezhoneg ha bed al labour** dre


meur a oberenn disheñvel :

- kelaouiñ ha kizidikaat an aozadurioù a skoazell ar glaskerien-labour, an embregerezhioù, ar strollegezhioù tiriadel,
- Ur servij-heñchañ krouet e 2006 hag a zo e balioù diouzh un tu, sikour ar stajidi o deus c'hoant da wellaat o doareoù da glask labour divyezhek e-pad ha warlerc'h o stummadur, ha, diouzh un tu all, sikour an implijerien da aozañ stummadurioù brezhoneg evit o implijidi, a-unan pe a-stroll, hag aesaat an tuta implijidi divyezhek war o zachen vicher.

Un nebeut chifroù

- 30 vloaz a skiant-prenet
- 23 implijad, 17 stummer titlet en o zouez
- 6 lec'h stummañ war 3 departamant (Penn ar bed, Morbihan, Aodoù an Arvor)
- Ouzhpenn 350 stajiad degemeret bep bloaz, 130 en o zouez war ar stummadurioù d'an daoulamm eus 6 da 9 miz
- 75 % eus stajidi ar stummadurioù hir a zo dilabour
- Ur servij heñchañ diabarzh a vez kinniget dezho (ouzhpenn 100 stajiad heuliet bep bloaz)
- Ouzhpenn 80 % eus an dud dilabour a gav ur post dindan ar 6 miz war-lerc'h o stummadur.
- Degemer bep bloaz war-dro 80 implijad eus embregerezhioù disheñvel (stummadurioù diouzh an ezhom).

O reiñ arc'hant da Stumdi e kemerit perzh e raktresoù stummañ hag heñchañ an aozadur hag e lakait war wel ul labour a-stroll evit diorren ar brezhoneg.



Ma roadenn

Reiñ a ran ur wech

15 20 25 30 35

Sammad diouzh ho c'hoant

euro

Reiñ a ran bep miz

15 20 25 30 35

Sammad diouzh ho c'hoant

euro



Bez e c'hell, ar re a fell dezho reiñ arc'hant da Stumdi, goulenn e vefe digresket o zailhoù, diouzh lezenn ar 1añ a viz Eost 2003 e-keñver ar mesenerezh sevenadurel : 66 % eus ar sammad evit an hiniannoù ha 60 % evit an embregerezhioù.

Ma daveennoù

Anv :

Anv-bihan :

O Sikour a ran Stumdi war anv un aozadur

Chomlec'h :

Kod-post :

Kêr :

Bro

Chomlec'h bostel :

Paemant dre chekenn pe PayPal

Trugarez da gas ho paeamant hag ar fichenn-mañ leuniet da :

Kreizenn stummañ STUMDI

Maner Keranden - BP 311

29413 LANDERNE Cedex

Pgz : 02 98 21 39 94

contact@stumdi.bzh

Kaset e vo deoc'h ur paper testenni a-benn kaout un distaol war ho tailhoù.

STUMDI - Maner Keranden BP 311 - 29413 LANDERNE Cedex

☎ 02 98 21 39 94 - @ contact@stumdi.bzh - www.stumdi.bzh